

## Ar map ingrad.

Me ho suppli koz a iaouank sellaouit oll entieramant  
 Eun exempl kruel a pitoyabl, Diez da gompren ag estonabl  
 E kompren respet ar vugale dizaboïssant d'ho fidelite  
 O deus an andret tad a mam goude beza o maget divlam  
 Komerit skoer doc'h eur pener E vam a deuas da vervel.  
 E dad e klasq ober evit-an  
 E klasq dont d'he etablissa  
 E dad er klask ober er vad  
 A zemezaz en he di he vab,  
 Da eur plac'h honest, fur, a parfet  
 C'houec'h vlaz varnugent e oa oajet.  
 En ilis Estolier e voan eureujet  
 De zad e touge kals a respet  
 Pete ma souffre goall vuhez  
 Abalamour dean bemdez  
 Ma voa gred ar gondition  
 Entre an tad ag an direzon  
 De veva e tre ma chomche e buhez  
 Pa leze gantan e holl danvez.

Pa voa deuet ar miserabl  
 Da vest var danvez he dad,  
 Ne re nemet e valansi  
 He hourdrouz ag he insulti

Id kokin koz da klasq ho partach  
 Ne allan mui ho souffr davantach  
 Da chom dirazon da fleria  
 Poënt ho chasseal doc'h an ti man.

Ar c'hez koz neuze a nec'he  
 Hag e verc'h kaer er c'honsole :  
 – souffrit va zad gant patientet  
 A lest va vriet da lavaret.  
 Me rei dec'h goëla ma hellin  
 Mar plich gant Doue tre ma vevin.

Komans a re de valansi,  
E c'hourdrous ag he insulti

e chasseal er meas e di  
eb reiñ netra d'he soulaji.

Mond a ra neuze eun anter leo  
Da eur gamprik hanvet foz podo.

Ar goal deodou zo bilimus  
Nen deus serpant ker danjerus

Goas int evid an Droug Speret  
Da zroug koms na da zroug prezek.  
Lakañ a reont disansion  
Ive nombr bras a valeuriou.

Dont a re an teod miserab  
eun dervez da gaout an ingrad :

— Te a chonj did a c'heus gounezet  
E veza ganez ta dad rambaret.  
E veza ganez ta dab(1) rambaret  
Pepret doc'h an ti e vez maget.  
Ta c'hreg a kass bouet dezan  
Nen deus defot a netra.

— Ma vouiffen e ve guir kement se  
Me a dorfe he izili.

Dond a ra d'ar ger e neun instant  
E chonjal goud penoz e hatrap.

$\frac{f}{2}^1$  Eun tourtel vara a bara guen  
A Diou voutailad vin orc'h pen.  
A kass de zad kaër de soulaji (2)

$f^1$  Me a ia breman en eur veach  
Me a ia breman en eur grevidi.  
Ne allan pelloc'h e differi  
Ne vo ket red deoc'h chom dam gortoz  
Eun tol chans a deujen dar ger fenoz.

Allas e vried erruas gati.  
 Ma houlenas digati neuze  
 Pellec'h he he gant ar re ze.

Hi, a respond ker dous a tra  
 El leal va fried d'ho tad zo klan.  
 Mo no neus moyen da veva  
 E zint akizitet deomp gantan.

An den fall entreas e koler  
 En heur vlasfemi ar Salver.  
 E tonet da lamet digati ar vara  
 Hag o tonet gant he treiñ de vressa.  
 Terri ar boutailloù skuilla ar gwin  
 Ma zas en douer petek e zaoulin.

Ar bob a voa estonet bras  
 Ed e voa en douer petek e ziu skoas.

Laket voa ober procession  
 Eve eun nombr bras a pedennou [Eve = ive].  
 Sul ma teue de vintan da pedi  
 Suloc'h suloc'h e deue d'ha enfonsi.

Ar bob a voa estonet bras  
 Ed e voa enn douer petek e ziu skoaz  
 Eb gout ag hen a zo bed tenet  
 Pe gant an Douer perlonket :

Rag se tud iaouank me ho ped  
 Na c'houi ive tud dimezet  
 Dalc'hit d'o tud enor a respet  
 Me zo sur e viot rekompenset  
 Doue o resevo da repos  
 E fin o buhes e barados.

Moris Follezour, 18 mars 1851.

(1) Ms : dab ; lire dad, comme au vers précédent.

(2) Ces trois vers sont à placer après les cinq vers qui suivent, comme semble l'indiquer le renvoi. † .